

*Tud ar vro - Bro Leon*  
Roll kanaouennoù - Dañs round

**Ur gemenerez yaouank**

Ur gemenerez yaouank (2 wech)

*Deus* ur gêr a Leon, Falarinette tou ra lonla

*Deus* ur gêr a Leon, Falarinette doñde

*Pa'n* devez graet rochedoù (2 wech)

Rochedoù *eus* ar c'hiz, Falarinette tou ra lonla

Rochedoù *eus* ar c'hiz, Falarinette doñde

Dantelez war o daouarn (2 wech)

Ken ledan ha tri biz

Ma ficho din va gwele (2 wech)

Ha skubo din va c'hamb

Na p'he deus graet anezho (2 wech)

Ha griet ganti kloz

Roit dezhi da zebriñ (2 wech)

Da zebriñ, da evañ

D'o c'has d'ar gêr eo aet (2 wech)

Na pa oa deuet an noz

Roit dezhi da evañ (2 wech)

Gant va gwerenn gristal

War an hent-bras p'edo [o] vonet (2 wech)

Hi a rankontr daou lakez

P'he doa debret hag evet (2 wech)

Hag ur pennad kaozet

Hi a rankontr daou lakez (2 wech)

Hag ur palafraniezh

Ha eñ 'c'houlenn diganti (2 wech)

C'hwi aotrefe resev

Hag hi 'c'houlenn diganto (2 wech)

An Aotrou 'zo 'n e gambr

Aour ivez hag arc'hant (2 wech)

C'hwi aotrefe resev

O ya vat sur emezo (2 wech)

An Aotrou 'zo 'n e gambr

Hag ivez kousket un nozvezh (2 wech)

Gant ar baron yaouank

Da zigor an nor deoc'h-c'hwi (2 wech)

Abalamour ma'z eo ho c'hoant

Aotre [he] devoe resev (2 wech)

Aour ivez arc'hant

Gant an nor p'eo erruet (2 wech)

Tri daol he deus skoet [ tri zaol ]

Hag ivez kousket un nozvezh (2 wech)

Gant ar baron yaouank

Piv a sko war va dorioù (2 wech)

D'ar poent-mañ diouzh an noz

A-benn antronoz vintin (2 wech)

Pa ziskennas en traoñ

Aotrou ho kemenez (2 wech)

Gant ho rochedoù kloz

'Oa karget he godelloù (2 wech)

A fiez hag a graoñ

Digorit an nor dezhi (2 wech)

Evit ma teuy em c'hamb

Ma karje Marivonig (2 wech)

[Bezañ] chomet er gêr gant [he] mamm

A-benn antronoz vintin (2 wech)

E vije bet divlam